

## Marv Eo Ma Mestrez

Alan Stivell "Chemins De Terre" (1973)

(Ma Bien-Aimée Est Morte - My Beloved Darling Is Dead)



Me am eus ur feunteun  
E-barzh kornig ma jardin  
Eno ma vin kavet  
Diouzh an noz hag ar mintin  
Eno ma vin kavet  
Atristet gant ar glac'har  
'Soñjal 'barzh ma mestrez  
(*O soñjal e mestrez*) (\*)  
A zo aet d'an douar

Marv eo ma mestrez  
Marv eo ma holl fiziañs  
(*Marv eo m'holl fiziañs*) (\*)  
Marv ma flijadur  
Ha tout ma holl esperañs  
Biken mije soñjet  
Nag ar marv a deuje  
Da lemel ziganin  
Ma dous ma c'harantez

Deus poanioù ar bed-mañ  
Fuzuilhoù ha sabrennoù  
Hastenet mar plij ganeoc'h  
Finisañ din ma deizioù  
Hastenet mar plij ganeoc'h  
Finisañ din ma buhez  
'vit ma' c'h in d'ar bed all  
War-lerc'h ma c'harantez

C'hoarvez a rez ganin  
Evel gant ur marc'hadour  
En deus ur vatimant  
Da navigiñ war ar mor  
Pa'z echu e veaj  
Erruet eo porzh ar joa  
Ma doucho da Gernev  
E ranko perisañ

- Breton traditional / traditionnel breton D.P. -

(\*) la version parue sur l'album "Again" (1993) comporte quelques variations signalées ici pour les plus significatives.

(\*) the version of the album "Again" released in 1993 has some variations reported here for the most significant ones.